



# CANTIC

## SANTES PHILOMEN

**GUERC'HEs HA MERZERES**

**Pehini so enoret e ilis LANDEVENEC,**

**TOST D'AR FAOU A DA REMENGOL,**

**Laquet e Brezonec gant**

**J.-P.-M. LESCOUR.**



Var ton hymn ar Vere'hes : *Quàm pulchrè graditur.*

Gloar ha meuleudi deoc'h-hu, ô va Jesus !  
 Da veza roët d'or bro, en e affliction,  
 Ur prezant quer precius,  
 Un æl a gonsolation.

O Santes Philomen ! en un oad c'hoas quen dister  
 Ec'h estonit ar bed dre'r c'haëra vertuziou !  
 Grit d'omp oll betec mervel  
 Querzet bepret var ho roudou,

Ar brinces yaouanc-ma a voa merc'h da ur Roue ;  
A bred e reas veu da chom beprèt Goerc'hes  
Ha d'en em rei da Zoue  
Evit ar rest eus e buez.

Philomen ne doa quet a veac'h trizec vloas fournis,  
Na rancas bizita palès Diocletien,  
Pini, impalaër cris,  
A bersecutè ar Gristenien.

Charmet deus e guenet, an Impalaër payen  
A broposas dezi e c'hemer da bried :  
Nan, nan, eme Philomen,  
Da Jesus on en em voestet.

An tyrant estonet o clevet eur seurt refus,  
E courrouçz, e fulor a chench e garantès ;  
Da bep seurt tourmant scrijus  
E condaon ractal ar brinces.

Var ar plaç ec'h ordren e zeuleur en eur prison :  
Bourrevien dinatur e zourmant nos ha de,  
Mæs, en he affliction,  
Gant ar Verc'hes e consolet.

Lacat a ra staga un ëor ous e gouzoug,  
Ac e zeuleur er mor evit beza beuzet,  
Mes eb an distera droug  
Gant un æl e ze delivret.

Rusia a rer en tan, birou evit e zreuzi,  
Mes, dre permission an Doue souveren,  
Elec'h treuzi ar Santez,  
E teuent da squci ar yourrevien.

Enfin er c'hondaoner evit beza dibennet ;  
Joayus e scuil he goad evit lezen Doue :  
He ene gant an aëlet  
Zo douguet triomphant en êen !

Enor deoc'h , Philomen , ô merzeres glorius !  
Curunet a c'hloar e barados Doue :  
Obtenit digant Jesus  
Ma er c'harimp ed hor bue.

Princes eus a bales an Autrou souveren ,  
Rosen gaër ha brillant dre ho virginite ,  
Enep hon adversourien  
Preservit hor c'horf , hon ene.

Evit souten ho fei dirac un tyrant cruel ,  
D'an oad a drizec vloas oc'h eus roet ho pue ;  
Ni ive , quentoc'h mervel  
Eguet offanci hon Doue !

Bugale , tud yaouanq , c'houi oll gristenien fervant ,  
Imitit Philomen bemdez ed ho pue :  
Eurus ar buguel yaouanq  
Eveldi a servich Doue !

He miraclou zo bras , ho niver zo infinit ;  
Partout gant meuleudi e comzer anezo ;  
Bezomp-ta recours dezi ,  
Graçou bras deomp a obteno.

E peb lec'h , e peb bro , he relegou galloudec  
Evel un tenor caër gant prez zo recevet ;  
Brema e Landevenec  
Ho mirer ive gant respect.

Gât Arc'hescop Paris e zoant bet approuvet,  
Dre urs Escop Quimper, var un auter neve  
E zint bremâ exposet  
Evit brassa gloar Doue.

Dar sul varlerc'h gouel Maria anter-cost,  
Gant solanite bras e ve gret ar pardon,  
Ac ar gristenien devot  
A zeu d'e fidi a galon.

Hastomp-ta, va broïis, hastomp oll d'e bisita,  
A dreist-oll, tud a vor, hi eo ho patronès,  
Ur Batronès ar vella :  
Deomp oll d'e fidi assambles.

## FIN.

---

Beza e zeus c'hoas e ilis Landevenec, hospen relegou  
St<sup>es</sup> Philomen, cals a relegou-all ac ispicial relegou Sant  
Guenole, fondatour ha kenta Abad a gouent Landevenec;  
relegou Sant Caourintin, Patron Escopti Kerne; relegou  
Sant Per ha Sant Paul, Sant Sebastien, Sant Stephan, Sant  
Pol-a-Leon, Sant Marc, Sant Guinal, Sant Bernard, Sant  
Malo, Sant Idunet, etc., ac un niver bras a re-all. An  
tensor caër ha precius-ze a viret goech-all gant cals a res-  
pet e couent Landevenec : saveteet e zint bet dre c'hraç  
Doue, eb an distera droug, epad an amser trist ac hor-  
rubl eus ar revolution. An Autrou Escop e Guemper, goude  
beza o bizitet ac o examinet, a ordrenas, d'an 28 a vis  
guengolo, er bloavez 1837, o exposi a neve da veneration  
ar Gristenien; ha brema e vent douguet bep bloas ac eno-  
ret gant un devotion ac ur respect ar vrassa, da zeves par-  
don Santes Philomen, d'ar zul varlerc'h gouel Maria anter-  
cost.



**CANTIC**  
**SANT GUENOLE,**

**Quenta Abbat a gouent LANDEVENEC,**

LAQUET E GUERS BREZONEC GANT

**J.-P.-M. LESCOUR.**

---

Var ton ar Regina : *En em gonsolit evit mad.*

O va brois , bezomp joaus !  
Rentomp oll gloar da Zoue,  
Hon alvocat dirac Jesus  
Eo hon tad Sant GUENOLE,  
Ha dindan e brotection  
Querzomp oll varzu an éen.

GUENOLE, Abostol eürus,  
Gloar ac enor Breiz-Izel,  
Dre eur vuez rust a poanius  
Oc'h en em rentet santel;  
Ha ne dlefemp-ni quet ive  
O c'heulia bete mervel.  
O ! va broïis, etc.

Allas ! eveldoc'h n'on deus quet  
Conservet hon innoçans;  
Souillet hon deus dre vil bec'het  
Saë gaër hon badiant.  
Pedit ma vo dre hon daëlou  
Hor pec'hejou effacet.  
O ! va broïis, etc.

C'hui ar c'henta oc'h eus plantet  
Ar feiz e Breiz-Izel;  
Hon tadou coz oc'h eus rentet  
Christenien vad ha santel;  
Eveldo da lezen Doue  
Grit ma vimp bepret fidel.  
O ! va broïis, etc.

Var an douar, var ar mor dôn,  
Partout e roit assistanç  
D'an nep o ped a vir galon,  
Gant feiz ha gant fizianç;

An dud ac ar batimanchou

A breservit a voal chanç.

O ! va broïis , etc.

C'hui , pere a bartach e c'hloar ,

Arc'helès eus an évou ,

Ganeomp celebrit e victoar

Ha triomf e vertusiou ;

Eveldoc'h e zeo bet ive

Un Eal var an douar.

O ! va brcis , etc.

Landevenec , ô bro eürus !

Peguer bras eo o boneur

Caout e relegou galloudus

D'o tifen enep malheur ;

Conservit bepret gant respet

Un tensor quer precius.

O ! va broïis , etc.

Sant GUENOLE , ni o suppli ,

Roït deomp ar c'hraç er bed-ma

Da garet JESUS ha MARI

Betec hon eur diveza ,

Ha ganeoc'h d'ar barados

E zaimp un deiz d'o meuli.

O ! va broïis , etc.

Eus an evou, d'o pugale  
Roit o penediction ;  
Ni ho suppli, Sant GUENOLE,  
Ac o ped a vir galon :  
Deoc'hu, Patron carantezus,  
E consacromp hor bue.  
O ! va brois, etc.



---

Sant GUENOLE a voa mab da Sant FRAGAN, Gouarner Breiz-Izel ; e vam ar Santez VÆN, en Hanvas Guen-ol-e, da lavaret eo *ol-e-guen* (il est tout blanc), abalamour ma voa eur buguel coant ha caër meurbet. C'hoas fors yaou-anq en em dennas gant unnec Religius, en eur solitud anvet Tybidi ; goude e zeas da Landevenec : eno e vevas evel un Æl, ac e convertissas ar c'harter-ze, c'hoas payen. Beza e voa mignon ar Roue Gralon, ac en laquaas da veza ur prinç mad ha santel. Ar Sant bras-mâ e varvas e Landevenec, an drede a vis meurs, er bloaves 444, goude beza bet ur burzud a santeles ac a binigen.